

**ar Seizen euret.**

La ceinture de nocés.

Va zad a va mam c'hwi ne doc'h ked fur  
 E lakad va eureuji d'ar sul  
 A c'hwi a c'houzout age klevet  
 E man n'otro Tambleu e hessa va kaouet.

Va zad a va mam ma nem c'heret  
 A dindan o mantel ma c'huzet  
 Evel ma ra ar iar de lapousset  
 Me vel n'otro Tambleu o tonnet.

Debouchour a joa en ti man  
 Ar plac'h a euret pelec'h eman ?  
 Ar sacrist dezan en deus respontet :  
 – Aman ne deus bed eured ebed.

Aman ne deus bed eured e bed  
 Eun anterramant e a zo bed.  
 Ma na kredit ked kid da voelet  
 E ma ar pili c'hoas e korn ar verret.

Gaou a leverez a kreiz ta zaou lagad  
 Me a voel aze dindan mantel e zad  
 Me a voel aze dindan mantel e zad  
 Kerc'hit i din pe me iell de c'herchad.

Otro Tambleu ma dan me ganeoc'h  
 Me ne vin me sujet nemet deoc'h ?  
 – Dime ha dam oll soudardet,  
 Jannedig ar Rous c'hwi a vo sujet.

A ken ive dar potr listri,  
 Jannedik c'hwi a renko juji.

– Va list da vond var vur ar verret,  
 Da lavar kenavo dam briet ?  
 – Jannedik divar talier va marc'h  
 C'hwi laro kenavo mad avoalc'h.

– Va list da vond var mur an iliz  
 Da larat kenavo d'am c'hontriz ?  
 – Jannedik divar talier va marc'h  
 C'hwi laro kenavo mad avoalc'h.

Otrou Tambleu ma nem c'heret,  
O kontel dime a roffet  
Roet din o kontel pe o poignard  
Da troc'ha va seizen a zo re stard.

Da troc'ha seizen va euret  
A zo gant va mam din re stardet.

— Prest va poignard no pezo ked  
Prest va c'hontelik alaouret  
Diwoelet gati ne nem droc'hfet  
Rag dec'h diveza me meus i lemet.

E lec'h trec'hi seizen e euret  
E poull e c'halon e deus i plantet.  
E poull e c'halon e deus i plantet  
An dan douar divar varc'h e kouet.

— Ma c'houffen a raffenn poan dizi  
Ma a iafe gant va marc'h dreizi.

— An dra ze va mest ne reot ked  
Ouman e demni an triverfet  
Na demeus ar plac'het a euret.